


Pell, pell zo, en amzer laouen ar boudiged, e veve ur vorzennig lemm he daoulagad du. Niverus-tre e oa he familh. Soñjit 'ta, pemp morzenn all a oa bet ganet an hevelep beure hag hi. Dindan wrizienn ur favenn vras e choment gant o zad hag o mamm e koad ar stank, ha pa vefe brav an amzer, kerkent ha ma tarzhe an deiz, e redent buan da c'hoari war ar geot, e-touez ar c'hebell-touseg hag ar brulu.

ennig
eure
mzer,





An illustration of a tree with a nest of mice and a green field with colorful spots. The tree is on the left, with a nest containing several mice. The field is on the right, with a large tree trunk in the foreground. The sky is blue with white clouds. The text is in Breton.

Met ne oa ket laouen hon mignonezig :
skuizh e oa deuet da vezañ
gant an holl c'hoarioù-se.
Un deiz, hep lavarout grik da zen,
ez eas kuit, hec'h-unan-penn,
pell diouzh ar c'hef ma oa tomm
he zi ennañ, davet ar broioù pell...